



La programmation

édito

Né de la volonté d'ancrer un équipement culturel public fort au cœur du quartier de Recouvrance, quartier où nous engageons actuellement un projet de renouvellement urbain de plusieurs dizaines de millions d'euros, Le Mac Orlan marque cette année, avec ce programme, sa 10^e saison.

Une saison nouvelle qui s'ouvre dans un contexte sanitaire complexe après plusieurs mois de fermeture liés à cette crise mondiale. Une saison nouvelle, où, pendant de longs mois nous devons allier le plaisir de rencontrer les artistes et leurs créations avec le strict respect des règles sanitaires nationales pour pouvoir, en toute sérénité, nous nourrir du souffle de vie qu'ils et elles nous proposent.

Cette saison, emblématique du projet qui s'ouvre pour la prochaine décennie, se déclinera en trois temps : « **Contre-Temps** », à l'automne, qui verra se déployer des spectacles de danse dans le quartier de Recouvrance. « **Décadanse** », en hiver, qui sera le temps de la découverte de jeunes créations au croisement de plusieurs disciplines artistiques. « **Prin-temps** », aux beaux jours, sera le temps de la rencontre entre des artistes professionnel.le.s et des habitant.e.s de Brest pour proposer des moments hors du temps dans divers lieux de notre ville, à la découverte de décors naturels ou urbains remarquables.

La programmation du Mac Orlan est résolument éclectique et s'adresse au plus grand nombre, elle se veut fédératrice pour nous permettre, dans le respect des gestes barrières, de nous retrouver, de s'ouvrir les un.e.s aux autres.

François Cuillandre, Maire de Brest



pennad-stur

Savet eo bet ar sal Mac Orlan abalamour ma felle deomp staliañ ur benveg sevenadurel publik a bouez e-kreiz karter Rekourañs, ur c'harter lec'h m'omp krog er mareoù-mañ gant labourioù evit adkempenn kêr hag a gousto meur a zek milion a euroioù. Er bloaz-mañ emañ gant programm an 10^{vet} koulzad.

Emañ ar c'houlzad nevez o kregiñ d'ur mare m'eo diaes an traoù er bed a-bezh e-keñver ar yec'hed hag en ur sal a zo bet serret e-pad meur a viz abalamour d'an diaezamantoù-se. Er c'houlzad nevez-mañ e rankimp, e-pad mizioù hir, doujañ rik d'ar reolennoù yec'hed a dalvez e Frañs evit gallout en em vagañ, ken dinet ha tra, gant an nerzh buhez degaset gant an arzourien.

Tri mare a yelo d'ober ar c'houlzad-mañ a zo ur skouer vat eus ar pezh a fell deomp ober e-kerzh an dek vloaz da zont : « **Contre-Temps** », en diskar-amzer, ma vo roet frankiz d'an abadennoù dañs e karter Rekourañs. « **Décadanse** », er goañv, a vo ar mare d'ober anaoudegezh gant krouidigezhioù nevez mesket meur a seurt arz enno. « **Prin-temps** », pa vo deuet an devezhioù kaer, a vo ar mare da lakaat arzourezed hag arzourien a vicher da gejañ gant tud Brest evit kinnig abadennoù distag diouzh an amzer e meur a lec'h en hor c'hêr, koulz lec'hioù naturel ha savadurioù diouzh ar c'haerañ.

Liesseurt eo programm ar sal Mac Orlan ken ez eo ha graet evit tout an dud, klasket ez eus kinnig traoù da blijout d'an holl, deomp d'en em gavout asambles ha da vont an eil re davet ar re all.

François Cuillandre, Maer Brest

AGENDA

DENT
Partager cet article

Facebook

Twitter

DANSE/DAÑS, SPECTACLE ABONNEMENT

VEN. 22/10 2021

Contretemps deuxième édition - Animus de Rozenn Dubreuil et La rêveuse de Jennifer Dubreuil

SUIVANT



P.



-  Twitter
-  E-Mail
-  Viadeo
-  LinkedIn
-  Pinterest



Dernière mise à jour le : **31 août 2021**



LE MAC ORLAN

65 rue de la Porte 29200 Brest

Renseignements téléphoniques

Du lundi au vendredi

De 9h30 à 12h et de 14h à 17h

...

Tel. : 02 98 33 55 90

macorlan@mairie-brest.fr

